



## Kinnig-labour Karget a ziorren en UBAPAR

*An UBAPAR zo ur rouedad kevredigezhioù e Breizh hag a gas war-raok ar buheziñ  
ha diorren an tiriadoù war ar maez.*

### KEFRIDIOU

#### **Dudi brezhoneg-galloueg 66 %**

##### **\* Kenurzhiañ ar bodad Dudi Brezhoneg-Gallaoueg**

Reiñ buhez d'ar bodad (emvodoù evit rouedad aozerien ar c'hampoù vakañsoù).  
Kenurzhiañ, brudañ ha diorren hollad ar c'hampoù vakañsoù e brezhoneg hag e gallaoueg.  
Kehentiñ war Breizh a-bezh (levrig ar c'hampoù e liamm gant ur maketenner).  
Lakaat an aozerien da genlabourat war ezhommoù boutin.  
Heuliañ ar reolennadur, al lezennadur war dachenn an dudi.  
Skoazellañ da sevel raktresoù nevez (kampoù).  
Sevel teuliadoù evit goulenñ yalc'hadoù, bezañ e liamm gant ar gevelerien.  
Aozañ raktresoù ouzhpenn (levrig c'hoarioù)  
Aozañ ha kas kampoù vakañsoù nevez savet (marteze).

##### **\* Buhez kevredigezhel**

Melestradurezh, liamm gant ar sektretourva.  
Kemer perzh e skipailh gopridi an UBAPAR  
Emvodoù-skipailh (1 devezh bep miz)  
Kemer perzh e degouezhioù an UBAPAR (Emvod-meur, devezhioù-emgav...).

#### **- Kenurzhiañ ar bodad BAFA-BAFD 23 %**

Reiñ buhez d'ar bodad (aozañ, buheziñ ha sevel rentañ-kont an emvodoù).  
Aozañ, buheziñ (gant stummerien all) ar stummadur stummerien (3-4 devezh/bloaz).  
Kenurzhiañ deiziataer ar stajoù hag aozañ ar brudañ war Breizh a-bezh.  
Sevel dafar pedagogel evit ar stummerien (fichennoù).  
Liamm gant Yaouankiz ha Sportoù (heuliañ an teuliad evit bezañ aotreet da aozañ  
stummadurioù BAFA-BAFD, emvodoù en DRJSCS, jury BAFD, lezennadur).  
Skoazellañ ar skipailhoù stummerien.  
Aozañ ha ren prantadoù stummadurioù DABU ha DARE e brezhoneg.

#### **- Kehentiñ evit an UBAPAR 11 %**

Stummañ dielloù ha skignañ anezho : pedadennoù evit an dezhouezhioù aozet gant an  
UBAPAR, prientiñ an teuliad-kinnig bloaziek, dielloù pleg-dibleg, levrig ar stummadurioù.  
Kenurzhiañ lizher trimiziek an UBAPAR.  
Raktresañ penaos e vo brudet pep degouezh pe raktres, gant ar skipailh.  
Heuliañ, diorren ha prederiañ war strategiezh kehentiñ an UBAPAR : identelezh niverel,  
merañ ar mediaioù, skignañ an dielloù-brudañ.  
Buheziñ ar bodad kehentiñ, nevez savet en UBAPAR, evit aesaat ar c'hehentiñ evit an izili.

## **Doare den**

Skiant-prenet e bed ar buheziñ.

Anaoudegezh eus bed ar c'hevredigezhioù hag eus rouedad kevredigezhioù sevenadur Breizh. Emrenerezh, siriusted, gouest d'en em aozañ, da azasaat, da sevel kinnigoù ha da grouiñ, da gaout intrudu.

En e aes gant an dud.

Barrek da skrivañ e galleg hag e brezhoneg.

Spered kevredigezhel : rannañ ha dougen talvoudegezhioù an deskadurezh pobl. Bezañ dedennet gant diorren an tiriadoù war ar maez, yezhoù Breizh ha doujañ ouzh an endro.

Skiant-prenet war sevel dielloù-kehentiñ.

Gouest da implij ostilhoù-kehentiñ (PAO, rouedadoù sokial, ostilhoù kenlabourat, ostilhoù framasoft, sevel testennoù ha taolenoù...).

Barregezhioù evit maketenniñ.

Implij meziantoù dieub.

Galleg ha brezhoneg mestroniet mat, gallaoueg a vefe ur perzh mat ouzhpenn.

## **Diplomoù**

BAFA/DABU eus ret pe kevatalded.

DEJEPS, DUT « Hentad sokial mellad buheziñ sokial ha sokio-sevenadurel »,

BPJEPS « Dudi evit an holl », BAFD/DARE

## **Doareoù labour**

Adalek ar 1añ a viz Gouere 2020

Kevrad didermen CDI

Leun amzer

Amzer-labour a-wechoù eus an noz hag e-pad an dibenn-sizhun

Mone-doneoù war an hent e Breizh

Pellabourat (pe labour en ur burev eus ur gevredigezh ezel pe en ul lec'h coworking)

Gopr : strollad D emglev labour a-stroll ar buheziñ, kenefeder 300 hag adsevel ar red-micher.

Evit lakaat hoc'h anv :

Lizher-emstrivañ ha CV da gas dre bostel da [ubapar@ubapar.bzh](mailto:ubapar@ubapar.bzh) evit ar **15 a viz Meurzh 2020**.

An emgavioù-tuta a vo e miz Ebrel.